

# EUZ AR BEZ

Euz ar bez beo oun savet, ha ganeoh e chomin bepred, alleluia!

1. Astennet 'peus gand madelez ho torn warnon-me ken dister, ha ken bur-  
 2. Sko-et on bet gand ar hlahar, a-navezout 'rit, ho pugel, Ken lies  
 3. Meuleudi, bennoz da zoue, e', d'an Tad Krouer, d'ar Mab Salver, d'ar Spered

1. zuduz ho furnez, ma z'on mantret gand he skler-der.  
 2. on war an diskar, on bet savet gand ho skoazell.  
 3. glan sklerijen-ner breman hag en eternite!

## 4. EUZ AR BEZ BEO OUN SAVET

Euz ar bez boe oun savet  
 Ha ganeoh e chomin bepred, Alleluia !

1. Astennet 'peus gand madelez  
 Ho torn warnon-me ken dister.  
 Ha ken burzuduz ho furnez  
 Ma z'on mantret gand he sklerder!
2. Skoet on bet gand ar hlahar,  
 Anavezoud 'rit ho pugel,  
 Ken 'lies on war an diskar,  
 On bet savet gand ho skoazell !
3. Meuleudi, bennoz da Zoue,  
 D'an Tad krouer, d'ar Mab Salver,  
 D'ar Spered glan sklerijen-ner,  
 Breman hag en eternite !

## DE LA TOMBE JE SUIS SORTI VIVANT

R/ De la tombe je suis sorti vivant  
 Et avec toi je resterai toujours, Alleluia !

1. Avec amour, tu as tendu  
 La main vers moi, si faible .  
 Et devant ta sagesse si merveilleuse  
 Si fulgurante, je reste dans l'étonnement.
2. J'ai été frappé par le malheur,  
 -Tu connais bien ton enfant -  
 Si longtemps je fûs dans le déclin'  
 Par ta puissance me voici debout !
3. Louange, bénédiction à Dieu,  
 Au Père créateur, au Fils Sauveur,  
 A l'Esprit-Saint, notre lumière,  
 Maintenant et pour l'éternité !

Musique: Alain SEZNEC - Marmonisation: Roger ABJEAN

Texte breton: ? -D'après le ps. 138 et l'introit «resurrexi»